

Ur gelionenn tennet ag ur sailhad dour

Ur pennad kinniget get Patrick DREAN

Dor ar rod pe rod an nor ?

Un deiz em boa bet tro da vout e Roazhon. Ha dizever-kaer. Setu-me aet betek kreizig-kreiz ar gêr vras. Ur mandala hud a zo eno, e jardrin an Thabor. Ur pezh rod vras. Afe, bras eo ha bras n'eo ket. Un hanter-c'hant metr bennak a ziametr. 6 pe 7 kelc'h a ya d'he gober. Hag er c'helc'hioù-se, e-leizh a blantennoù ag ar bed a-bezh, diâr-se e seblant divent ar rod pa gerzher enni. Lod-kaer en o mesk a zo a zre-mañ ur seurt. Ar re-sen eo dreist-holl e oan é klask : re a gaver er c'hornad mes n'em eus ket c'hoazh gwelet betek bremañ ; èl-se e c'hellan gwelet pesort tres a zo dezhe, evit bout en tailh d'o anavout ma ta din o c'havout en natur. An nevez-amzer a oa, hag un troc'h anezhe a oa c'hoazh just é sapiñ, pe ne oa nemet douar noazh en o lec'h ; mes ur bern a oa dija ha trawalc'h a labour am boa get ar reigoù-se !

Gwelet an holl blantennoù a vennen gober. Ha setu me krog d'ober un droiad hir, n'ouian ket mui pegeit amzer, a gelc'h da gelc'h. Ha tamm-ha-tamm, a-vuzul ma tostaen doc'h ar c'hreiz, e troe mam bale d'ul lid sakr bennak, ha me d'ur manac'h foll. Ha skeudenn pep unan anezhe é tibuniñ dirak ma daoulagad divaltet. Ar re a anaven a gase soñj din (ur segondennig-pad !) ag ar lec'hioù ma 'm boa int gwelet. Ar re arall a glasken mirout ar skeudenn anezhe en un tu bennak em eñvor.

En aner ? Marse, mes ar pezhig am bo dalc'het soñj a vo brav dija. Aliiñ an dud da vonet d'eno ? Netra suroc'h ! Ha da gentañ-penn peogwir eh eus bet lakaet bep a skritellig doc'hte (get o anv skiantel). Kement ha siliñ en hor speredoù pout eh eus a razh an traoù-se (hag ag ur yoc'h re arall). Get ar spi e vimp marse é oueliñ un tammig pa vo lod en arvar bras, hag é kreniñ un tammig bihan pa zrailhimp unan get hor bulldozerioù... marse. Da betra o anavout hag o envel neuze, a soñjomp get ar Priñs Bihan ? Evit bout trist ? Evit bout laouen ? Evit... peogwir emaint aze, er bed !

Ur benveg-diskouez ag ar choaz eo rod Roazhon, mes kenkoulz eo tañva ar gevrin en amen deoc'h, p'emañ aze, en arvar, moarvat, mes bev c'hoazh : kit a-zevri da vesk ar "glazadur" tostañ doc'h ho ti, ha klaskit gouiet penn dezhe... Mes a-zevri neuze. Petra a zo a-dreñv dor rod ar plant ?